

KANTIK AR BARADOZ

Sant Hervé?

Diskan :

Je - zuz, pe - gen ___ braz' ve ___ Pli - ja - dur an ___ e - ne ___
 Pa vez e gras ___ Dou - e Hag en ___ e ga - ran - te. ___

Poziou 2, 12, 14

2. Berr 'ka - van an ___ am - zer ___ Hag ar poan - (n)iou ___ dis - ter, ___
 12. Gou - de préd ar ___ ma - ro, ___ Gand joa me a ___ gan - (n)o: ___
 14. Do - riou ar ba - ra - doz ___ Di - gor ouz va ___ gor - toz, ___
 2. O soñ - jal deiz ___ ha noz E gloar ___ ar ba - ra - doz. ___
 12. Tor - ret eo va ___ ja - denn, Ha me ___ libr da ___ vi - ken. ___
 14. Ar Zent, ar Zan - te - zed Deut d'am ___ di - ge - me - red. ___

Poziou 16, 17, 18

16. Me c'hel - lo e - vid mad ___ Gwe - led Dou - e ___ an Tad ___
 17. Me a we - lo ___ Je - zuz ___ En eur c'hiz du - di - uz, ___
 18. Pe - gen brao 'vo ___ kle - ved ___ Je - zuz o la - va - red: ___
 16. Gand e Vab e - ter - nel Hag ar ___ Spe - red ___ San - tel. ___
 17. O la - kaad war ___ va fenn Eur gaer ___ a gu - ru - nenn. ___
 18. "Deut, va zer - vi - cher mad, Da gaoud ___ Dou - e ___ ho Tad." ___

Poziou 21, 27, 28

21. E - no 'vo kaer ___ gwe - led ___ Ar Wer - hez ben - ni - get, ___
 27. Eü - rus - ted heb ___ he far, ___ Soñ - jal en - noc'h ___ me 'gar, ___
 28. En oll boan - (n)iou ___ ka - led ___ A gorv hag a ___ spe - red, ___
 21. Gand daou - zeg ste - re - denn A ra ___ he c'hu - ru - nenn. ___
 27. C'hwil 'ro nerz d'am ___ c'ha - lon Pa gouez ___ añ - ken ___ war - non. ___
 28. Me 'zoñ - jo deiz ___ ha noz E gloar ___ ar ba - ra - doz. ___

KANTIK AR BARADOZ

Diskan : **Jezuz, pegen braz' ve
Plijadur an ene
Pa vez e gras Doue
Hag en e garante.
Pa vez e gras Doue
Hag en e garante.**

- | | | |
|---|--|---|
| 2. Berr 'kavan an amzer
Hag ar poaniou dister,
O soñjal deiz ha noz
E gloar ar baradoz.
O soñjal deiz ha noz
E gloar ar baradoz. | 16. Me c'hello evid mad
Gweled Doue an Tad
Gand e Vab eternal
Hag ar Spered Santel.
Gand e Vab eternal
Hag ar Spered Santel. | 21. Eno 'vo kaer gweled
Ar Werhez benniget,
Gand daouzeg steredenn
A ra he c'hurunenn.
Gand daouzeg steredenn
A ra he c'hurunenn. |
| 12. Goude préd ar maro,
Gand joa me a gano:
Torret eo va jadenn,
Ha me libr da viken.
Torret eo va jadenn,
Ha me libr da viken. | 17. Me a welo Jezuz
En eur c'hiz dudiu,
O lakaad war va fenn
Eur gaer a gurunenn.
O lakaad war va fenn
Eur gaer a gurunenn. | 27. Eürusted heb he far,
Soñjal ennoc'h me 'gar,
C'hwi 'ro nerz d'am c'halon
Pa gouez añken warnon.
C'hwi 'ro nerz d'am c'halon
Pa gouez añken warnon. |
| 14. Doriou ar baradoz
Digor ouz va gortoz,
Ar Zent, ar Zantezed
Deut d'am digemeret.
Ar Zent, ar Zantezed
Deut d'am digemeret. | 18. Pegen brao 'vo klevet
Jezuz o lavared :
"Deut, va zervicher mad,
Da gaoud Doue ho Tad."
"Deut, va zervicher mad,
Da gaoud Doue ho Tad." | 28. En oll boaniou kaled
A gorv hag a spered,
Me 'zoñjo deiz ha noz
E gloar ar baradoz.
Me 'zoñjo deiz ha noz
E gloar ar baradoz. |

LE CANTIQUE DU PARADIS

R: Jésus, comme est grande la joie de l'âme qui vit en grâce avec Dieu, et dans son amour.

2. Le temps me semble court et les peines légères, quand je songe, jour et nuit, à la gloire du paradis.
12. Après la mort, je chanterai avec joie : ma chaîne est brisée, je suis libre à jamais.
14. Les portes du paradis, ouvertes pour m'accueillir ; les saints et les saintes sont là pour me recevoir.
16. De mes yeux, je contemplerai Dieu le Père, son Fils éternel et l'Esprit-Saint.
17. Je verrai Jésus dans sa gloire, posant sur ma tête une bien belle couronne.
18. Qu'il sera doux d'entendre Jésus me dire : "Viens, mon bon serviteur, trouver Dieu le Père".
21. Qu'il sera doux de voir aussi la Vierge bénie, couronnée de douze étoiles.
27. Bonheur sans égal, j'aime y penser, quel réconfort quand l'angoisse tombe sur moi.
28. Dans les grandes peines, de corps et d'esprit, je penserai, jour et nuit, à la gloire du paradis.